

GUERZ

Yan COMBOT

Barnet d'ar Maro en Kemper

D'AN 2 A VIS CHUERVEUR 1893

VAR EUN TON TRIST :

1

Leonis a Tregueris, didectaït ama
 Da glevet eun torset deus a re spontussa
 Erruet er Vraken, ebars parrez Taulé
 Eun nosvez a mis mai, er bloas var lenez.

2

Sklassi a ra va mouez pa fell d'in e c'hana
 Hag an oll dud a skrij o klevet kement ma
 Nor ket evit comprenn e vez eun den kapabl
 Da zont da gometti eur c'hrim ken execrabil.

3

Eur paour kez intanvez, hanvet Françoise Jaffrèses
 A veve gant e merc'h Jeannie, e c'harantez
 Ar vam a oa naontek vloas a tri uguent
 Ar verch en doa trögont hag eis vloas ouspen.

4

O zi bihan a oa tro eur c'harder Vale
 En e part e hunan, deus ar bourg a Taulé
 Beva a rent evrus en karantez Doue
 O labourat eur parc a oa de a lévé.

5

Jeannie oa cur plac'h sur hag eur labourerez
 Gant an amezeien a viche var devez
 Hag a doa dastumet arc'hant eun toulladik
 Rag bea doa ar zonj da zimezi prestik.

15

Kerkent en em strinkas var ar paour kez plac'h koz
 Gant e dreid e zaouarn a skoë varnhi groz
 Kregui raz en e bleo hag a stropaz kalled
 Pen Francesa Jaffrèses deuz korn men an oalet.

14

Ha goude gant e zorn c'hesseas hi mouga
 Koll a re kalz e goad, sempled a oa dija,
 Hag evit e lakat buhannoc'h da vervel
 En he gouk, digallon. e plantas eur gontel.

15

Vel na vije netra, trankil bras e speret
 Ar goad deus e zaouarn ractal he neuz goad
 Eb dale ar prechou en deveus tout souillet
 Da guemer an arc'hant zo eno dastumet.

16

Dek scoët a pevar uguent ebken en deus kavet
 Buhan treuzek ar guer, sioul e partiet
 Vit kuzat e arc'hant hag evit no quet goët
 E noa kuitet e vele vit ober an torset.

17

Peguent spontuz a oa dar re ho doa guelet
 An diou malevrusez en ho goad gourvehet,
 An intanvez TANGUY ne oa quet maro tre
 Mez na felle ket dei konta ar wirionnez

O labourat eur parc a oa de a lévé.

5

Jeannie oa eur plac'h sur heg eur labourerez
Gant an amezeien a viche var devez
Hag a doa dastumet arc'hant eun toulladik
Rag bea doa ar zonj da zimezi prestik.

6

Hag ar brud a rede penaoz an diou plac'h kez
En devoa kalz arc'hant dastumed en o frez
Kement se a roas ide da eur c'hapon
Da vonet dho zapout en fesson pe fesson.

7

Yan Combot so oajet deus eur bla hag anter kant
An habitud a neuz da c'hoari dre archant
Hag ouspenn an dra-ze en deveus an desfòt
Da eva banaç'hou muioc'h evit e lod.

8

Evit galloud eva gui-nardant noz a de
Hag evit kaout archant d'ober e volontez
E reche ken goas tra a peus james chonjet
E c'chant da essa konta petra en deveus grêt.

9

Eur sadornvez da noz, possedet e hene
Na gant an drouk speret, e savas deuz e vele
A drewzek ar Vraken, buhan a ziredas
Dirak ti an diou plac'h, hen he n'em arretas.

10

Kousket a oant o diou ; hen e c'halvaz Jeannie
Izom n'oa emézhan, da koséal ganthi
— Moëz breur he c'hoar gaërl pa neuz anevezet
Ar plac'h yaouank raktal an nôr neuz digorret,

11

Combot glask digare da bellat deuz an ti
A gant eur guell tol dorn ziskaras anezhi ;
Neuze evel eul loën goëz e kemeras eur men
Hag a doliou kruel a frigassas e fen.

12

Pa noa gret an tol-se e c'hentréas en ti
Ar vamm a oa kousket, hen c'halvaz anezhi
— Savit deus o goele, a lavaras eman
A deut da koséal dustu ganen aman.

E noa kuitet e vele vit ober an torfet.

17

Peguent spontuz a oa dar re ho doa guelet
An diou malevrusez en ho goad gourvehet,
An intanvez TANGUY ne oa quet maro tre
Mez na felle ket dei konta ar wirionnez

18

Ar Justic soupçonnas COMBOT deus an torfet
Hag eur pennad goude e oa bet arretet
Mies ken stard e kuze ar secret en e galon
Oa renket hen leski er meaz deus ar prizon.

19

Oa ket chomet a bell eb en em drahissa
Dispign a re archant bras en eur eva
Kement en devoa great ken a oa arretet
Hag evit an eil guech dar prizon digasset.

20

Er vech ma e velas e oa kollet meurbed
En em grouga er prison neuze e neuz esset
Empêchet è oa bet da en em echui
Mes an dra-se a kollas anezhan muioc'h mui.

21

Neuze e doa renket konta ar wirionez
D'an dud a justis deus a kear Montroulez
Eur pennadik goude e kasset da Kemper
Eleac'h ma gle beza jujed fin an affer.

22

Pevar test a daou ugurent so bed interrogated
En tribunal Kemper, var sujet an torfet
Ha goude ho selaoou et zeo bet kondaonet
Gant an oll varnerien, da veza dibennet,

23

Goude ar jujaman so skrivet eur paper
Var pini neuz sinet an trizek barner
Evit goulen e c'hraç digant ar Présidan
Pehini a zécido e sort finalaman.

24

Abred pe diveza an drouk ve punissed
Guelloch' e c'hoas hen païa, pad ma ver var ar bed
Mes madeles Doue n'en deveus fin a bed
Souhaitomp da Combot da veza pardonné.

Jujamant YAN COMBOT

INTERROGED GANT PRÉSIDENT AN Tribunal e KEMPER

Yan Combot a neuz eur bloas hag anter kant ; de-vecher e deus e vicher. Bea neuz feson eun den krè n mes eun air ne ket franc. Diez a ve kaout eun den ken kriz e kallon evel eman, ha ne gleer kaout tam truez abed outhan. Bea oa brutal, hag eun devez eun hostisez a doa renket en em armi evit kas annezhan emez an ti. Setu aman penaos a oa bet interroget er C'hour d'assises.

Président an tribunal e Kemper a lavar da gommans penaos Combot neus bet condaonation bet c'hoaz. Bea e intaon hag a neuz eur mab mortolod en voad da denna dar billet, en Havre.

D. — Penaos a rec'h evit beva ?

R. — Gant va labour, a gant an ar-c'hant a zigasse va mab d'in bet tri mis.

Neuze ar President a lavar penaos Combot a neuz an habitud da c'hoari dre arc'hant a da en em vezvi.

Combot a respont a eve malevrusa-mant.

D. — Lavaret a peuz e poa 200 lur araog ar c'hrim.

K. — Ia, guir an dra-ze.

D. — Deus pelec'h poa bet an arc'hant se.

R. — En eur labouret hag en eur es-pern.

D. — An dra-se a so diez da gredi deus peurz eur mebcher. — Anavezout a rec'h an diou plac'h Tanguy.

R. — Ya.

D. — Mont a rec'h do zi a vechou.

R. — Nan, nemet er vech-se malevru-samant.

D. — Klevet a poa kosdeus an arc'hant

D. — Ken sioul oac'h sortied ken an amezeïen a lavare oac'h chomet er guer. Neuze poa eun idée be nag ?

R. — N'ouzoun ket da pelec'h a c'hen. Ne meuz goelet den a bed.

Hannet mad e penaos Combot na fell ket dezhan respont ar wirionez.

D. — Bea poa lavaret e oac'h eat évit presta dek lur digant Jeannie, guir eo ?

R. — Ya, lavaret a meus an dra-ze, mes ne moa ket an ide ze, koulskoude e moa goulened an arc'han-ze diganthi. Neuze, hi a respontas d'in : « ne peuc'h ket izom outhe Yan. »

D. — Neo ket se a c'houlennan digant heoc'h. Na fell ket deoc'h respont a c'han-non.

R. — N'ouzoun ket oan sortied, non ket evit lavaret traou al.

D. — Bea poa ezom arc'hant er moment-se ?

R. — Red e credi, peguir e moa gou-lenned diganthi.

D. — Neuze ne poa ket arc'han dastu-met evel ma lavarec'h ?

R. — Eo avad.

D. — Mes nan ! Red e chonjal autra-mant. Kontid-dem breman, gant tout an détaillou, ar pez a poa great.

Neuze Yan Combot, eb tam nec'hamant a kont adarre penaos a devoa great e krimou. An detaillou a ro deus lac'hade ar vam a so heusuz da gleve.

D. — Neuze a poa lavaret eur gaou évit lakeat an hini goz da sevel deus e goele evit lac'ha anezhi essoc'h.

R. — Pe guir a meus lac'het anezhi e comprenoc'h mad petra ma c'hoant ober.

peurz eur mescher. — Anavezat a rech
an diou plac'h Tanguy.

R. — Ya.

D. — Mont a rec'h do zi a vechou.

R. — Nan, nemeter vech-se malevru-
samant.

D. — Klevet a poa kos deus an arc'hant
o doa dastumed.

R. — Biscoaz.

D. — Chonjel a rec'h e gléoet kaout
arc'hant.

R. — Nan, va Doue.

D. — Koulsgoude e poa esseat demezi
da Jeannie Tanguy.

R. — Biscoaz neus bet koz demizi
etressomp.

D. — Kozeomp deus ar 21 mai diveza.
Da ped heur oa deud d'ec'h ar chonj da
vont d'ar Vraken ?

R. — Goude va c'hoan.

D. — Pe sort chonj a poa ?

R. — N'ouzoun ket aoutrou Président.
Tomed a oa din, e a oan da kousket, a
goude a oan savet.

D. — Goulen a ran adarré.... pe sort
chonj a poa bed ?

R. — N'ouzoun ket ; neuz bet james
drouk etresomp.

D. — Koulsgoude oac'h sortied evit ober
eun dra benak ?

R. — N'ouzoun ket. Sortied a oan gant
eun idé fall. N'em gavet a oan dirag an ti
eb goud d'in.

D. — Petra oac'h eat d'ober dar Vraken
a c'houlennan adarre digant hec'h ?

R. — Da ober re, malevrusamant.

R. — Sortied o oac'h dre guz deus du-ze

R. — Lesket moa digor an nôr, gant-
se na goueïen ket petra a ren.

mou. Ah detamou a ro deus lac hâde ar
vam a so heusuz da gleve.

D. — Neuze a poa lavaret eur gaou évit
lakeat an hini goz da sevel deus e goele
evit lac'ha anezhi essoc'h.

R. — Pe guir a meus lac'het anezhi e
comprenoc'h mad petra ma c'hoant ober.
Neuze meuz goalc'hed va daouarn hag a
meuz fouillet ar prechou evit kommer an
arc'hant.

AR PRESID. — Goueled a rit, Autronez
Barnerien, penaizo Combot en doa arran-
ged mad et chonj araok kommans. E
c'hoant a oa da laerez an arc'hant, hag
evit se neuz ket bed aon da lac'ha diou
plac'h o unan.

Ar president a explik goude penaizo
Combot a doa esset lakat tapout tud all
en e plaç, en eur dénonç tud innocent,
hag he c'hoar mameus.

Combot a respont : Kaer a moa lavaret
d'an dud a Justic e oan va unan e c'hober
an taol ne greden ket ac'hanon. Lavaret
a rent d'in : N'eo ket possabl. Neuze e
moa renket tamal réou all, mameus deuz
va kerent.

D. — Neuze a velomp mad e peuc'h
great tout ar pez a tamalar d'eoc'h. Petra
peuc'h da respont d'an tra-se !

R. — Netra.

Combot a oa chomet kalm e pad tout
an audienç.

Da echui e oa lenned da. Com-
bot e condaonation d'AR MARO a lava-
ret e vije dibennet var eun deus plassen-
nou Montroulez, mez neuz grêt van a bed
evit kleved an dra ze.